



# DISPUT

HAC

**ANTRETIEN**


ETRE AR

**JUIF - ERRANT hac ar BONOM MIZER,**

*Pere zo en em rancontret tost da Orleans,*

*ha pere*

*zo nôz-de o vale ac'houdevez o daou assambles.*



Var ton : *Gûerz ar Burete.*



**D**IDOSTAIT, compagnuez a bep seurt qualite,  
Evit clévet eun Disput composet a néve,  
Grêt etre an daou zen cossa a zo var ar bed-mâ  
Pere, allasl a vevo betec ar varn diveza.

Unan anê zo hanvet Isaac ar Baleant,  
Eguile ar Baourente, caus a vil nec'hamant,  
Abalamour d'an anqen a laqa en hor brô :  
Ar bed oll a dra certen a garfe ve maro.

Tost d'ar guær a Orleans int en em rancontret ;  
Eel daou zen ancien int en em barlantet :  
Isaac a zònje deân e voa én ar c'hossa ,  
Ha pa dal , en deus cavet c'hoas cossoc'h eguelâ.

*V. au Jans Bay. Lintel. n:*



Ar Baourente, p'er güelas, en deveus lavaret :  
Bonjour, mignon Juif-Errant, e pelec'h oude bet ?  
Lavar din pes seurt micher a res var ar bed-mà ;  
Meurbet out sqüiz ha fatig, hervez m'en remercàn.

Me zo nôs-de o vale', gant Doue condaonet,  
Abalamour d'ar pec'het meus dezàn displijet ;  
Terrubl bras è va anqen, deffot qüittât ar bed ;  
Qen a vo ar varn general, allas ! ne varvin qet.

Mes, va mignon, emeàn, biscoas ne meus cavet  
Qen còs ha c'houi er bed-mà, daoust ma meus baleet,  
Me sònje voan ar c'hossa a voa var ar bed-mà ,  
Ha pa dal, em eus cavet va far, var a velàñ.

Siouas din, va c'hrouadur, eme ar Baourente,  
Te zo c'hoas néve ganet e comparéson diu-me :  
Te lavar e mout er bed passeet trivac'h cant vloa ,  
Ha me zo passeet pemp mil : pini eo ar c'hossa ?

Pa bec'has hon Tad Adam, o tisoboissa ,  
En o dy e voen ganet ha cunduet gantâ ;  
Memes tra e vugale o deus bet va maguet ,  
Hac ec'h esperàn er graint c'hoas bete fin ar bed.

Va zad còz, eme Isaac, p'omp en em rancontret ,  
Livirt din hoc'h hano, pe seurt micher a ret :  
Meurbet e zòn estonet ouz ho clévet brêmâ  
Penos e zoc'h er bed-mà abaoue pemp mil bлоa.

Ar Baourente, emeàn, oun a viscoas hanvet ,  
Illa va flijadur vrassa eo tourmanti ar bed ;  
Laqat bepret an dizurs e qement plaç m'oun bet ;  
Cos oun eus a vil maleur, tad an oll grueldet.

Te a dle va anaout dreist oll dud ar bed-mà ,  
Rac abaoue ma zout ganet, e maon oc'h da heuilla  
Exercet e meus varnout peb seurt ingrateri ,  
Paourente, chagrin clénved a renn did anduri.

Mar dê te eo an hini a dourmant an oll bed,  
Eo profit e vez maro, ha biqen ne vez bet;  
Evidon-me, malurus, a voar mad, siouas din!  
Ec'h eus uzet em andret re a ingrateri.

Brémàn, p'am anavezés, pella, affronter cōs :  
Eu em denn pell diouzin, ha va lès da repos :  
O compren pez seurt annui am eus var an douar,  
Abaoue trivach cant vloas a rez din calz glac'har.

Pa zono an trompillou d'ont d'ar Varn general,  
Pa finisso ar bed-màn, me qüittayo ractal ;  
Evit ac'han da neuze, elles n'em resolvi  
Da anduri paourente, peb tourmant hac annui.

Te eo ar speret goassa a voe biscoas er bed  
Hac an oll, bras ha bian, a so ganes nec'het :  
Betez an dud pinvidic hac ar varc'hadourien  
A zo ganete jenet qercoulz hac ar beorien.

Me gred ervad, va mignon, ar pez a lavaret;  
Noblanç ha tud pinvidic a meus me goal ozet,  
Ha ma ne gueront dioual ouzin-me nôz ha de,  
E tostayo hep nebeut outo ar Baourente.

Me a gav din eo güell zot ar zonch ac'h eus-te grêt;  
E ty ar re binvidic e vez güell gunduet  
Eguet e ty ar beorien, o tont d'o chagrina ;  
An darn-vuia anezo n'o deus qet a vara.

Esper a meus da vonet var o zro hep dale,  
Etouez ar re binvidic me a rai eur bale :  
Mar gallan-me antreal eur veach en o zy,  
O deveo calz eus a boan bars m'o c'huitaïñ mui.

Re fall eo ho güiscamant, ô cos affronter cōs !  
E ty ar re buissant biqen n'ho po repos ;  
Ractal ma viot güelet o fallout antreal,  
An disterra eus an ty a deui d'ho chasseal.

Va ententit, va mignon, me ya dre finesse,  
Bep eun tamic d'ho c'havet en nôs coulz hac en de;  
Pa ven eur vech antreet, ne qet æs va c'hass qüit:  
Me a voar ober tud paour eus a re binvidic.

Te a zo eur goal draïtour, eun den pernicius,  
Eun affronter, eur mechant, hac eur malicius,  
Elec'h lezel tud ar bed ebars en o repos,  
E zout caus a vil maleur hac en deiz hac en nôs.

An nep ne fell qet déze ec'h antrefen en o zi,  
Arabat bea prodig, na tam feneanti:  
En ty lod ec'h antrean hac a voar va c'hass qüit,  
Am c'hass da dy ar re-all hac am mir magnific.

Eus a bers an drouc-speret ez out te deut er bed;  
En em denn pell diouzòn, scüis òn ouz da velet.  
Da viana, pa ouzout va zourmant ha va oat,  
E poent did, affronter côs, buan dont d'am chuitiat.

Na re gôs, na re yaouanq, nac an anaoudeuez,  
Na mignonet, na nep den na excuzan james:  
An nep a garo divoal ha laqat eves mad,  
Am c'hasso demeus e zouez, mar qeront labourat.

Rac-se ta, compagnuez, mar fell déc'h evita  
Ar Vizer, ar Baourente, divoallit pis outâ:  
En Paris, Rom ha Bourdel, hac en Marseil è bet;  
Mes ret eo e chasseal adouez ar Vretonet.

An neb en deus c'hoant da gaout Histor Bonom Mizer,  
A ello mont d'ho frena da dy an Imprimer,  
Er guær eus a Vontroulez, en traon ru ar vur,  
Hac en devo ouz e lenn calz eus a blijadur.

FIN.



## CANTIC JUDAS.

Var ton : *Al Labourer Sul ha Gouel.*

**M**E ho suppli , compagnuez , tostait oll da glévet  
Buez an den maleürussa e voe biscoas var ar bed ,  
Pehini e deveus lazet e dad ha mab ar roue.  
Evam propr en deus eureujet , ha trahisset Mab Doue.

Ar Scritur a deu da barlant eus a Judas ar mechant,  
Pehini a zo güir exempl d'ar bed oll entieramant .  
Da Drec'hi an avaristet , eur pec'het quer maleurus ,  
A zo caus eus a vil bec'het a fach hon roue Jesus.

Doue ebars an Aviel a ro demp calz exemplou  
Da drec'hi an avaristet , sourcen an oll bec'hejou ;  
Dreist pep tra e cavàn merqet bue Judas ar mechant  
Pehinizo en em daonet gantar c'hoant da gaout arc'hant.

Pa voa e vam eus e zouguen , ar Profet a lavaras  
E devije eur c'hraouadur a raje déi anqen vrás ;  
Disclèria euro en antier ha d'e vam coulz ha d'e dad ,  
Penos e vije er bed-màn o mab eun den mizerabl.

E dad hac e vam o clevet eur c'hélou qen dinatur ,  
Petra a vije erruet er bed gant o c'hrouadur ,  
A voe quer trist ha quer nec'het , m'o deus sònjet entreze ,  
En instant ma vije ganet , lemel deàn e vue.

Er Jude pa è bet ganet , e guerent o deus sònjet  
Ober souden eur vag brouan , hac enni e voe laqet  
Al lestr etre daouarn Doue da vont gant ar mòr pirillus ,  
O sònjal en em disober eus eun den quer maleürus.

Doue ne fellie qet deàn e vije bet perisset ,  
Evit servichout da exempl d'an oll bete fin ar bed ;  
Ar mòr , an avel , an tourmant a gundue ar vag broued ,  
Hac en rentas e savete en bordic eun enezan .

En enezen-se e chomme eur roue eus an Egypt,  
Ha n'en devoa a vugale qen nemet eur mab uniq ;  
O vea un deiz o pourmen , ha gantàn tud e bales ,  
E cavas ar vaguic brouan voa chommet touez an trèz.

Ar roue en deus commandet mont da velet petra voa;  
En instant o deveus cavet eur c'hrouadur ar c'haera :  
Neuze rojot commandamant demeus abers ar roue  
D'e gass d'ar pales prontamant , ha savetai e vue.

Ar roue en deus er maguet , hac en devoa santimant  
D'e zesqi ha d'en instrui , d'e ober eun deu vaillant ;  
Mes evel ma voa e galon douguet d'an avariçtet ,  
Na elle qet en nep feçon e zivoal diouc'h ar pec'het.

Judas pa e bet commancet da zont an oad a rézon ,  
A zant e galon attaqet gant calz a ambition ;  
Arc'hant , rubanou , biseyer , ha carcanou , ha perlez ,  
Qement a elle da attrap e laere d'ar rôuanez .

Mab ar roue a voe cossoc'h eun tamic eguet Judas ,  
Ha pa velas e laeronci , e laras deàn trist bras :  
Me a lavaro sur d'am zad penos e zoc'h o laerez ,  
Hac a lacay ho corrija , ma na chenchit a vuez .

Ar roue p'en deveus gouezet al laeronciou mechant ,  
En deveus en disseziet ha corrijet promptamant ,  
Ha disclériet en güirione voa eur c'hrouadur cavet ,  
Penos e voa dre charite e voa bet gantàn savet .

Judas a gonservas neuze en e galon cassoni  
Ha maliç ouz ar prinç yaouanc , n'elle qet e anduri ;  
O sònjal e voa heritour d'ar roue coulz hac e vab ,  
E qemeras ar volonte d'e laza , ar mizerabl !

Eun devez pa oa disònjet an oll eus a guementse ,  
E lavar deàn an traitour : deut da vale ganén-me ;  
Pa voant eun nebeut ecartet , er seòas gant eun tol bas ,  
D'an douar en deus er pilet , hac en e voad er beuzas .

Ac'hane buan é tec'het, ha var boez e hent e yas,  
Hac, herves comzou ar Profet, en e vro ec'h erruas;  
Memes er guær ma voe ganet e chomas da zervicha,  
Hep bea gant den anaveet, en hostaliri vrassa.

Evel ma voa un dén vaillant, tud an ty en estime,  
Hac a gonfie eonan arc'hant, pini allies a laere;  
Pa vije casset da brena meur a seurt marc'hadourez,  
E vire deàn an arc'hant, hac e tache da laeres.

E vestra roas deàn eur vech arc'hant evit prena frouez,  
E dad propr a voa jardiner, eno e yas da laeres;  
E dad a erruas gantàn, a gommanç d'er scandalat,  
Judas a guemeras eur men hac er beuzas en e voad.

Al lezen demeus ar vrô-ze a gondaone ar muntrer  
Da zemezi d'an intavez, evit punition sclér;  
Ar pez a erruas neuze, rac Judas a eureujas,  
E vam bropr a yoa intavez, rac e dad eo a lazas.

Aben eun nebeudic amzerm'oent bet o daou assambles  
O conta o avanturiou, en eur domma eun nosvez,  
E vam, pini voa e bried, e deus anaveet he mab,  
Pini a voe outi ganet, en doa c'hoerc'h bis var bep troad.

Hac hi o commanç da grial : ô Doue, Crouer ar bed!  
Cetu accomplisset eta ar c'homzou eus ar Profet!  
Judas a guemeras anqen en e galon gouscoude,  
Rac ne vouie qet e-unan en devoa grêt qementise.

Qüittât a eure e bried evit mont da redec brô,  
Ha qüittat an douar Egypt, caus deàn calz maleuriou.  
En eur vont, en deus rancontret Jesus, Redemptor ar bed,  
O vale gant e Ebrestel, leun a garante barfet.

Judas, pa velas hor Zalver en em dolas d'an daoulin.  
Mar plichfe ganêc'h va receo, emeàn, va Mestr divin.  
Sellit ouzòn dre ho true, me a zo eur pec'her bras,  
Hac e meus eur güir volonté evit antren en ho craç.

Jesus a lavaras deàù : qüittat ar pec'het marvel,  
Pehini zo en da galon , a bez Abostol fidel ;  
Chom atao em c'hompagegnez, te a velo Mab an Den  
O vervel ebars el Lamgroas da brena ar bec'herien.

Jesus , pa voe deut an amzer d'ober ar redemptions ,  
A roas d'e oll Ebrestel er goan ar gommunion :  
Güir exempl d'an oll bec'herien, Judas en deus recevet  
An drouc-speret en e galon dre sonch an avariçtet.

Jesus, goude ar gommunion, gant eur garante zantel,  
A guemer dour hac eur zerviet, a voalc'h treid e Ebrestel,  
Hep exanti memes Judas, o lavarat gant douçder :  
Te , emeàù , am trahisso , va Abostol infidel.

Pa voa échu ar Goan Pascal , e yas Jesus hor Zalver  
Varzu ar Jardin Olivet da bedi e Dad Eternel :  
Judas, an traïtour quer cruel, e yas pront a dra certen,  
Vit ar som a drêgont diner d'e verza d'ar Judevien.

Pa velas Judas ar boanniou a andure Mab Doue,  
E qemeras eun dizesper hac a droublas e ene ;  
Ma yas da guinig an arc'hant, hac e voe bet refuset ,  
Hep ma conservas güir glac'har a gress, anden milliguet.

Er c'hontrol, n'em abandonni a eure d'an disesper ,  
Evel a ra meur a hini, hac a zisplich d'or Zalver ;  
Mont a eure d'en em grouga dre arrach a guementse ,  
Ar pez zo caus ma zeo daonet epad eun eternite.

Cetu amâ-ta, Christenien, eun exempl eus ar c'haera ,  
Evit renonç d'an dizesper ha caout ar glac'har vrassa :  
Goulennit pardon ouz Doue hac ho pet eur feiz barfet ,  
Hac e zeo en fin ho pue da adori an Drindet.

FIN.

---

E Montroulez, e tp A. LÉDAN, Imprimer, ru ar Pave.

